



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Petra a lavar an Bibl diwar-benn ar Mad hag an Droug? — Lodenn 2 · Skriturioù KJV gant Niveroù Strong

PARZH 2 · UR STUDI NEVEZ SAVET WAR GENTELIÙ BIBLEK DIAZEZ

Mat ha Drouk — Kredennoù Bibl diazez

GER DIGOR

Selaouit. Ar gaou koshañ a voe biskoazh lavaret a voe lavaret dindan ur wezenn, hag ur gaou a oa diwar-benn ar wiziegezh. An naer n'he doa ket temptet ar wreg gant an dianaoudegezh — hi he doa temptet gant ar wiziegezh: c'hwi a vo evel doueed, o anavezout mat ha drouk. Hag ar wiziegezh-se a oa gwirion — Doue e-unan en doa lavaret goude-se, an den a zo deuet da vezañ evel unan ac'hanomp, o anavezout mat ha drouk — met an den en doa kemeret anezhi gant e zorn e-unan, diwar ur ger gaou, e-diavaez eus Doue, an hini hepken a zo mat, hag ar gopr eus se a oa ar marv. Abaoe an deiz-se, mibien Adam a zoug ur wiziegezh re bounner evito: fur da ober drouk, met evit ober mat n'o deus ket a wiziegezh; ur galon touellus dreist pep tra hag a c'halv, er fin, drouk mat ha mat drouk. Met selaouit holl gusul Doue. An Doue en doa serret an hent d'ar wezenn a vuhez n'en doa ket serret e c'henou. Lakaet en doa ur ger dirak an den — nac'h an drouk, dibab ar mat; en em ziwezhañ diouzh an drouk, hag ober mat — hag e lakaas boued kreñv dirazomp, evit ma vefe dizoloet hor c'hlevidigezhioù, dre implij, da zisrannañ an eil

TRI GOULENN A ZISKOUEZ AR STUDIADENN-MAÑ:

1. A-belec'h e teuas anaoudegezh mat ha drouk, ha petra a zegasas d'an den en deiz ma kemeras anezhi?
2. Petra a c'houlenn Doue diouzh un den d'ober gant an droug hag ar mad — ha gallout a ra kalon an den respont d'ar galv-se e-unan?
3. Penaos e vez desket ar skiantoù da zisrannañ ar mad hag an drouk, ha penaos e vez trec'het an drouk en diwezh?

AN DIAZEZ LAKAET DIJA — MAT HAG FALL

DAOU RUMM GWEZ EN JARDIN --> GWEZENN AR VUHEZ + GWEZENN ANAOUDEGEZH AR MAT HAG AN DROUK (Genesis 2:9).

A DEBRED HOLL WEZ E C'HELLIT DEBRIÑ FRANK + AR WEZ EUS AR SKIANT VAT HAG FALL NE ZLEIT KET DEBRIÑ ANEZHI (Genesis 2:16-17).

AN NAER LAVARAS, NE VARVOT KET SUR --> AN DEN A GEMERAS AR C'HOUSVEZ DIVLAM DIOUZH DOUE + AR MARV A ZEUS ENN (Genesis 3:4-7; Romans 5:12).

› N'INT KET O DEUET DA ANAOUT AC'HANON --> FUR EVIT OBER DROUG + EVIT OBER MAT N'O DEUS KET A OUIEGEZH (Jeremiah 4:22).

GWALLEUR D'AR RE HAG A C'HALV AN DROUK MAT, HAG AR MAT DROUK (Izaia 5:20).

NEP A SELL A CHOMO E SUR HAG A VO PEOC'HUS DIOUZH AON AN DROUK (Diazegoù 1:33).

GWERZHIENNOÙ DIVUZET DRE OBER GANTO --> DIVIZAN AR MAT HAG AN DROUG (Hebrews 5:12-14).

Ar Rann 2-vet-mañ a gadarna an hevelep gwirionez diwar-bouez ur strollad testoù nevez.

GERIOÙ-ALC'HWEZ GREK

“**mat**” — **G18 agathos** — mat en e natur hag en e obererezh, talvoudus
an mad a drec'h an droug eo mad a RA mad (Romaniz 12:21; Oberoù 10:38)

“**mat**” — **G2570 kalos** — mat — reizh, onest, dellezek
an vad a zesk ar skiantoù dre-skiat da zisplegañ ha da zerc'hel start (Hebrians 5:14; 1 Tesaloniz 5:21)

“**drouk**” — **G2556 kakos** — drouk, fall, didalvez a natur
an droug na dle ket bezañ heuliet (3 Yann 11) ha na dle ket ho trec'hiñ (Romaned 12:21)

“**drouk**” — **G4190 ponerōs** — fall, droug, kounnaruz — labourat evit ober droug
an droug da vezañ kasaet (Romaned 12:9), ha pep neuz anezhañ da vezañ pellaet diouti (1 Tesaloniz 5:22)

“**Trec'hiñ**” — **G3528 nikao** — trec'hiñ, gounit ar mestroni, gounit ar veuleudi
ar memes ger a vez kavet e Romaned 12:21 ha Diskuliadur 2:7 — an hini a drec'h a zebr eus gwez ar vuhez

“**gwezenn**” — **G3586 xylon** — koad, prenn, gwezenn
ar wezenn ma tougas warni hor pec'hedoù (1 Pêr 2:24) hag ar wezenn a vuhez (Diskuliadur 22:2) a zo ur ger hepken

“**dizoloet**” — **G1818 exapatao** — da dromplañ penn-da-benn, da lakaat da vont fall
an doare dour ar naer ne gemmas biken — touellañ ur spered a-bell diouzh ger eeun Doue (2 Korinted 11:3)

“**gopr**” — **G3800 opsonion** — gopr paet, ar gopr dleet
ar c'hemenn eus ar wezenn anvet en e bezh: gopr ar pec'hed eo ar marv (Romaned 6:23)

“**c'hoant**” — **G1939 epithumia** — pellgargadenn galonek, hirbadout, c'hoantegezh dizardre
unan eus an teir dor a lakaas ar wezenn da zigeriñ da gentañ (1 Yann 2:16)

GERIOÙ-ALC'HWEZ HEBRAEG

- “**drouk**” — **H7451 ra** — drouk, fall, gwallzarvoud, gloazadenn
ur ger hepken evit an ober fall hag an deiz fall — hanter du gouiziegezh ar wezenn (Genesis 2:9; Genesis 6:5)
- “**mat**” — **H2896 towb** — mat — plijadur, plijus, mat
ar ger a lavaras Doue diwar-benn e holl labour a-raok m'en dije an den savet ar wybodaer (Genesis 1:31)
- “**gouzout**” — **H3045 yada** — da anavezout, da ziouganañ, da zisplegañ
an anaoudegezh n'eo ket ar pec'hed — an anaoudegezh diavaez eus Doue eo (Genesis 3:5; Genesis 3:22)
- “**Nac'h**” — **H3988 ma'as** — da zisklêrjañ, da zizeviñ, da zisprizañ
Ger Doue e-unan lakaet a-enep an droug (Isaiah 7:15)
- “**dibab**” — **H977 bachar** — dibab, choaz, disaozañ
Ger Doue e-unan lakaet war ar mad (Izaia 7:15; Deuteronomom 30:19)
- “**diverradiñ**” — **H5493 sur** — da dreiñ a-gostez, da lemel kuit
an troad a sent an hini a zizuit ar galon — distroit diouzh an droug (Salm 34:14; Diarhentoù 3:7)
- “**dizoloet**” — **H5377 nasha** — da dromplaat, da lakaat da vont a-dreuz
kont ar wreg he-unan diwar-benn ar c'houezhañ, en he genou he-unan (Genesis 3:13)
- “**Klevet**” — **H8085 shama** — klevet, selaou, kompren
ar galon skiantek en deus goulennet Salomon eo, en hebraeg, ur galon selaouus (1 Roue 3:9)

NEUZE-PENN DIGOR

Hebrews 5:14 ➤ *read this in your Bible*

BOUED KREÑV → SKIANTOÙ DIZOUZET DRE VOAZ → DIVIZOUT MAT HA DROUK.

(Ma soñjoù personel — “dresset” a zo gymnazo (G1128, dresañ), dresset evel ma vez dresset unan bennak dre labour hir, hag “sqiantoù” a zo aistheterion (G145, sqiantoù), ar rannoù a santout. N'eo ket roet an disklêriañvezh d'an dieub; kreskiñ a ra dre implij. Ur babig a oar disheñvel etre c'hwek ha c'hwerv; an dud tizhet-mat a oar disheñvel etre mad hag droug — hag ar c'helenner eo ger ar reizhder (Hebreiz 5:13).)

I. AR WEZENN — GOUZOUT AR MAT (H2896 TOWB) HAG AN DROUK (H7451 RA) DIGANT DOUE

A. 2 Corinthians 11:3 ➤ *read this in your Bible*

AN NAER A DOUELLAS EVA DRE E ZOUIJUS → SPERETOÙ BREINET DIOUZH AR SIMPLDER A ZO E KRIST.

(Ma sonjoù personel — Paol a sell war-gil ouzh ar jardin hag a wel ar memes riskl war labour c'hoazh. Ur spered lamet kuit eus ger eeun Doue eo ur spered prest da vezañ touellet en-dro. Ar gwez a ginnige gouiziegezh, met pal wirion an aer a oa dilec'hiañ ar wreg diwar simplder ar pezh a lavaret e oa gwirionez gant Doue.)

B. Romans 6:23 ➤ *read this in your Bible*

GOPR AR PECHED EO AR MARV → DONEZON DOUE EO AR VUHEZ ETERNALD DREZH JEZUZ-KRIST HOR C'HALON.GOPR AR PEC'HED EO AR MARV → DONEZON DOUE EO AR VUHEZ PEURBADUS DRE JEZUZ-KRIST HON AOTROU.

(Ma sonjoù personel — ar gwarizi roet e-kichen ar wezenn ne oa ket ur c'hemenn tremenet gant Eden. Paol a anv an hevelep lezenn dre e hanv klok: gopr ar pec'hed eo ar marv. Met an hevelep verset a laosk an dor all digor — ar prof digoust eo ar vuhez.)

C. 1 John 2:16 ➤ *read this in your Bible*

CHOANTEGEZH AR C'HIG + CHOANTEGEZH AN DAULAGAD + LORC'H AR VUHEZ → N'EO KET EUS AN TAD, EMEZ EO EUS AR BED.

(Va soñjoù personel — roll teir lodenn Yann a glot rik gant ar wezenn: mat evit boued eo c'hoant an nerzh-kig, plijadur d'an daoulagad eo c'hoant an daoulagad, ha dezirus evit reiñ furnez eo lorc'h ar vuhez. An hevelep teir dor a zigoras an naer d'ar wezenn gentañ, e c'hoari digeriñ anezho c'hoazh e pep temptadur abaoe.)

D. Genesis 3:22 ➤ *read this in your Bible*

SETU EO DEUET AN DEN DA VEZAÑ EVEL UNAN OUZOMP, DA ANAOUT AR MAT HAG AN DROUK → GANT AON NE GEMERFE IVEZ EUS GWEZENN AR VUHEZ, HA NA ZEBRFE, HA NE VEVFE EVIT AR BED HOLL.

(Ma soñjoù personel — serriñ an hent a oa un trugarez. Un den kouezhet en droug, o tebriñ eus ar vuhez hag o vevañ da viken en ur stad torret evel-se, a vije droug hep fin. Doue en deus serret an hent evit gallout digeriñ anezhañ en-dro en e Vab — Diskuliadur 2:7 a zigor ar pezh o deus Genesis 3:22 serret.)

II. KALON AN DEN — DROUK (H7451 RA) HEPKEN A-HED AN AMZER

A. Marc 7:21 Rak a-ziabarzh, eus kalon an dud eo, e teu ar soñjoù fall, an avoultriezhioù, ar gastaouerezhioù, al lazherezhioù, al laeroñsioù **[G2556 kakos ■]** (22) an avaristed, ar fallentezoù, ar faosoni, al loustoni, al lagad avius, an droukkomz, an ourgouilh, ar follentez. (23) An holl fallentezoù-se a zeu eus an diabarzh hag a hudara an den.

RAK A-ZIABARZH, EUS KALON AN DUD EO, E TEU AR SOÑJOÙ FALL, AN AVOULTRIEZHIOÙ → AN HOLL FALLENTÉZOÙ-SE A ZEÜ EUS AN DIABARZH HAG A HUDARA AN DEN.

(Ma soñjoù personel — Jezuz a anv an tarzh en un doare uneach: n'eo ket ar pezh a ya e-barzh un den, met ar pezh a zeu er-maez eus ar galon. Anaoudegezh ar wezenn en deus lojet en em lec'h-se, e-barzh ar galon, hag ar galon zo bet oc'h he zroiñ war-du an droug abaoe.)

B. Jeremiah 4:22 ↗ *read this in your Bible*

FUR EVIT OBER DROUK + N'OUZ KET OBER MAT.

(Va soñjoù personel — lakait an daou anaoudegezh e-tal an eil re egile: n'o deus ket ANAVEZET ac'hanon, ha da ober ar mad n'o deus KET A OUZIEGEZH — yada (H3045, anavezout) en daou lec'h, ar ger memes eus Genesis 3:22. Ar den en deus dalc'het anaoudegezh an droug hag ankollet anaoudegezh Doue; setu eno holl eost ar wezenn.)

C. Jeremiah 17:9 ↗ *read this in your Bible*

AR C'HALON = TROMPLUS EGET PEP TRA + GWALLGRIS DIVENDAVUS.

(Ma soñjoù personel — "gwall-fall" a zo anash (H605, fall): klañv en un doare na c'haller ket yac'haat anezhañ. Ha notit ar goulenn — piv a c'hell he ANAOUT? An hini en deus kemeret anaoudegezh ar mad hag an droug ne c'hell ket memes anaout e galon e-unan.)

D. Malachi 2:17 ↗ *read this in your Bible*

PEP HINI A RA DROUK A ZO MAT E DAOLAGAD AN AOTROU → PELEC'H EMAÑ DOUE AR VARN?

(Va soñjoù personel — ar galon fallakr ne chom ket hep ober an droug. Er fin e c'halv an droug mat, hag e kred zoken emañ an Aotrou o kadarnaat anezhañ. Div faltazi disheñvel, ur memes diwallidigezh.)

III. AN GALV — DISKLARIT (H3988 MA'AS) AN DROUK, DIBABIT (H977 BACHAR) AR MAD

A. Isaiah 7:15 ↗ *read this in your Bible*

ANAOUT DA ZISKLERIAÑ AN DROUK + DIBAB AR MAT.

(Va soñjoù personel — ar ger-mañ a zo lavaret diwar-benn ar bugel anvet nemetken a-raok: Setu, ur werc'hez a zoug bugel, hag a c'hano ur mab, hag a c'halvo e anv Immanuel (Izaia 7:14). Unan a zeuas hag a ouie disklêriañ an droug ha choaz ar mad, ha ne fazias biken.)

B. Psalm 97:10 ↗ *read this in your Bible*

C'HWI HAG A GAR AN AOTROU → KASAAT AN DROUK.

C. Proverbs 3:7 ↗ *read this in your Bible*

NA VEZ KET FUR EN TA DAOLAGAD → KAOUT AOUN DIRAK AN AOTROU + PELLAAT DIOUZH AN DROUK.

(Va soñjoù personel — "fur en da zaoulagad da-unan" a ziskouez en-dro d'abeg gwezenn ar wezenn hec'h-unan: plijus d'ar sell, ha da c'hoantaat evit dont da fur — ar memes lorc'h buhez a zo anvet e 1 Yann 2:16. Aon an Aotrou a chom bremañ el lec'h ma oa gwechall ar furnez faos-se.)

D. Psalm 37:27 ↗ *read this in your Bible*

PELLAAT DIOUZH AN DROUK + OBER MAT → CHOM ATAO.

(Ma sonjoù personel — laket an dra-mañ e-tal Genesis 3:22, e-lec'h ma oa an den miret da zebriñ ha da vevañ da viken en ur stad torret. Amañ eo lavaret ar ger; distroit diouzh an droug, ha grit ar mad, ha chomit da viken. An hent en-dro d'an "da viken" a grog gant an distroadur diouzh an droug.)

IV. DIVINOUT Dre AR GER — SKIANTOÙ DIVIZET (G1128 GYMNAZO) DRE ABEG D'AN IMPLIJ

A. 1 Kings 3:9 ↗ *read this in your Bible*

UR C'HALON FUR → DA ZISKRIVAÑ ETRE AR MAT HAG AN DROUK.

(Ma soñjoù personel — "kompren" amañ zo shama (H8085, klevout): ur galon a selaou. Ar c'houezhadenn a zeuas dre ar skouarn, pa selaouas ar wreg ouzh mouezh an naer; ar spered-barn a zeu dre an hevelep dor, pa selaou ar galon Doue. Hag "fall" zo ra (H7451, drouk) — an hevelep ger evel drouk ar wezenn.)

B. Hebrews 5:13 ↗ *read this in your Bible*

LEZH → DIZOUEZ EN GER A REIZHDER.

(Ma soñjoù personel — an diaoulañ etre ar mad hag an drouk a zo ur c'hiziad er GER. An doare n'eo ket ar bloavezhioù, na ar santadoù, met ger ar reizhder lakaet da implij.)

C. 1 Thessalonians 5:21 ↗ *read this in your Bible*

ARNODIÑ HOLL DRAOÙ → DERC'HEL STARD D'AR PEZH A ZO MAT.

D. 1 Thessalonians 5:22 ↗ *read this in your Bible*

PELLAAT DIOUZH PEP DOARE FALLENTÉZ.

(Ma sonjennoù personel — "prouiñ" a zo dokimazo (G1381, prouiñ): amprouiñ, evel ma vez amprouet ar metal en tan. Ar skiant desket a amprou da gentañ hag a zalc'h stard goude; ha kement tra a vez prouet fall, ne vern hepken doare ar pezh a zo, a vez lamet kuit.)

E. Romans 16:19 ↗ *read this in your Bible*

FUR E-KEIT AR MAT + SIMPL E-KEIT AN DROUK.

(Ma sentimantoù personel — "eeun" a dalvez akeraios (G185, eeun): dizeoc'h. Ar naered a bromete furnez dre anaout an droug; Doue a ro ur furnez welloc'h — fur e-keñver ar mad, ha eeun e-keñver an droug. Met en droug-vent, bezit evel bugale; en emskiant, bezit deuet-vras (1 Korintianed 14:20).)

V. TREC'HI (G3528 NIKAO) — AR MAT A LOUNK AN DROUK E KRIST

A. Acts 10:38 ↗ *read this in your Bible*

JEZUZ A YAE TREMEN OBER VAT → YACHAAT AR RE HOLL A OA GWASKET GANT AN DIAOUL.

(Va sonjoù personel — an dra vat hag an droug a en em gav en un hevelep lec'h amañ, hag ar mad a c'hounez bep gwech e-touez: yac'haet en deus AN HOLL a oa gwasket gentañ. Evit an abeg-mañ eo bet dizoloet Mab Doue — evit distruj oberoù an diaoul (1 Yann 3:8).)

B. 3 John 11 ↗ *read this in your Bible*

NA HEULIT KET AN HINI FALL + HEULIT AN HINI MAT → AN HINI A RA MAT A ZO EUS DOUE.

C. 1 Peter 3:11 ↗ *read this in your Bible*

DISTROC'HAÑ DIOUZH AN DROUK + OBER MAT → KLASK PEOC'H, HA MONT WAR E LERC'H.

(Va soñjoù personel — setu ar gerioù eus Salm 34:14, adskrivet gant Pêr d'an diavaezidi. Daou gevat, ur vouezh hepken.)

D. Romans 12:21 ↗ *read this in your Bible*

NA VEZ TRECHET GANT AN DROUK → TRECHIT AN DROUK GANT AR MAD.

(Ma soñjoù personel — nikao (G3528, trec'hiñ): trec'hiñ, gounit ar victory. An droug n'eo ket hepken da vezañ nac'het; ret eo bezañ TRECH warnañ, hag an arm eo ar mad. Notennit e-lec'h ma vez implijet ar memes ger da c'houde: d'an hini a drec'h — nikao — e roio dezhañ ar gwir da zebriñ eus gwezenn ar vuhez (Diskuliadur 2:7). Lonket e vo ar marv gant ar victory (Izaia 25:8).)

GENOU DAOU — PELLAAT DIOUZH AN DROUG, OBER AR MAT, GREÑVAET E GENOU DAOU HAG UN TRESVED

Amos 5:14 ↗ *read this in your Bible*

KERZHIT WAR-LERC'H AR MAD, HA N'EO KET AN DROUG → EVIT MA VIVFOT + AN AOTROU A VO GANEOC'H.

Amos 5:15 ↗ *read this in your Bible*

KASAAT AN DROUG + KARET AR MAT.

Psalms 34:14 ↗ *read this in your Bible*

PELLAAT DIOUZH AN DROUG + OBER MAT.

Romans 12:9 ↗ *read this in your Bible*

KASAAT AR PEZH A ZO FALL + PEGENTIÑ OUZH AR PEZH A ZO MAT.

(Ma sonjennoù personel — ur mesaer eus Tekoa (Amos 7:14), ur roue Israel, hag un abostol evit ar Jentiled. Ouzh muzul daou pe dri test e vez staberniet pep ger (2 Korintianed 13:1), ha ne vez ket torret buan ur gordenn dri gwenneg (Prezegeer 4:12). Teir muzell, daou emglev, ur c'hargenn hepken: distroet diouzh an droug, kregit ouzh ar mad — hag ar garantez hep pilpouzañ eo an hini a zoug se da benn.)

AN DOUR HAG AN KEFLOURIÑ

Shadow Genesis 3:13 ↗ *read this in your Bible*

AN AER EN DAOUBLEGET, HAG EBET AM EUS.

Fulfillment Romans 5:19 ↗ *read this in your Bible*

DRE DISOBEIS UN DEN E OA GRAET PECHERIEN KALZ → DRE OBEIS UN DEN E OA GRAET REIZH KALZ.

Fulfillment 1 Peter 2:24 ↗ *read this in your Bible*

EMAÑ EN DEUS DOUGET HOR PECHEDOÙ ER C'HORF ANEZHAÑ E-UNAN WAR AR WEZENN → EVIT MA VEVFEMP D'AR REIZHDER.

(Ma soñjoù personel — an disheol: an itron he deus lavaret splann, an aer en deus va dinaturet, ha me am eus debret. Ar peurechuiñ: dre zisentidigezh un den e voe lakaet kalz da vezañ pec'herien, met dre sentidigezh unan e vezont lakaet kalz da vezañ reizh — hag an Hini sentus-se en deus douget hor pec'hedoù en e gorf e-unan war ar wezenn, evit ma vevfemp, marv d'ar pec'hed, o vevañ d'ar reizhder. An dinaturiñ el liorz a zo diskaret gant ar sentidigezh war ar groaz.)

SERR-EMAÑ

Revelation 2:7 ↗ *read this in your Bible*

D'AN HINI A DROC'H → DA ZEBRIÑ EUS GWEZENN AR VUHEZ E-KREIZ GWENED DOUE.

Revelation 22:2 ↗ *read this in your Bible*

GWEZENN AR VUHEZ → HE FROUEZH BEP MIZ + AR DELIOÙ EVIT YACHAADUREZH AR VROADOÙ.

(Ma soñjoù personel — setu an holl studiadenne en un anal: div wezenn a oa e-kreiz al liorz. An den a glevas ur vouezh gaou, hag a gemeras ar ouiziegezh a vad hag a fall e-diavaez Doue; hag en deiz-se ar marv a dremenas warnañ. Ar ouiziegezh laeret a soursias en e galon, hag ar galon a voe graet a-benn se a voe touellus dreist pep tra, fur da ober droug, betek ma c'halvas droug mad, ha mad droug. Met Doue ne lezas ket an den d'ar wezenn en devoa dibabet. Lakaas e c'her dirazañ — nac'h an droug, dibab ar mad; pellaat diouzh an droug, hag ober mad — hag e roas boued kreñv, evit ma vije dizoujet ar squiantoù dre implij da zistrannañ an eil diouzh egile. Neuze e teuas bugel ar werc'hez. Nac'has an droug ha dibabas ar mad, ha ne c'hwitas biken. Aet a-hed a ober mad, hag e tougas hor droug en e gorf e-unan war ar wezenn. Ha dre ar wezenn-se an hent d'ar wezenn buhez, serret abaoe Eden, a chom digor. Ar pezh en devoa an den kollet dre zebriñ, Doue a ro adarre dre zebriñ: da'n hini a drec'h, e roio dezhañ ar gwir da zebriñ eus wezenn ar vuhez. Er penn kentañ eus al levr ur wezenn a chom diwallet; er fin eus al levr ur wezenn a chom dieub evit an holl hini a drec'h, hag he delioù zo evit yac'haat ar broadoù. Ar mad n'en deus ket hepken tec'het diouzh an droug — ar mad en deus trec'het warnañ. Kregit gant ar skouarn, dalc'hit start d'ar ger; ha debrit da ziwezhañ eus ar wezenn-se.)

TEST PRATIK

1. Genesis 2:17 — En deiz ma'z e debri anezhañ, e varvi diwar-benn certen :

- a) bezañ fur
- b) mervel
- c) bezañ evel doueed

2. Isaia 7:15 — Amann ha mel a zebro, evit ma c'houlfe:

- a) nac'h an droug, ha dibab ar mad
- b) choaz an droug, ha nac'h ar mad
- c) dizoleiñ prederioù ar galon

3. Amos 5:14 — Klaskit ar mad, ha ket an droug, evit ma:

- a) sevel er porzh
- b) bezañ trugarezus ouzh an hini a chom
- c) bevañ

4. Jeremia 17:9 — Fallakr eo ar galon dreist pep tra, hag amgreset eo betek:

- a) fall
- b) diod
- c) dinerzh

5. Hebrenaid 5:14 — Boued kreñv a zo dereat evit ar re a zo deuet d'oad, ar re-se hag a zo, dre abeg da:

- a) anaoudegezh
- b) implij
- c) oad

6. Romaniz 16:19 — Fellout a rafen deoc'h bezañ fur en holl vad, hag :

- a) didrouz
- b) dispartiañ
- c) eeun

7. Diskuliadur 2:7 — Da nep a drec'h, e roin dezhañ da zebriñ eus:

- a) ar manna kuzhet
- b) gwez ar vuhez
- c) frouezh ar winienn

ALC'HWEZ AN DIVISKOU: 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-b, 6-c, 7-b

PENAOES EN EM STAG AR STUDI-MAÑ

PENAOES E TEGAS AN DISHEOL AR SKLÊRJENN: E OA DAOU WEZENN EN JARDIN. DRE WEZENN AR OUIZIEGEZH E TEUAS AR MARV; WAR WEZENN AR GROAZ E VOE DOUGEN KUIT AR MARV, HAG DIGOR EO GWEZENN AR VUHEZ. GWELOUT AR WEZENN GENTAÑ A SIKOUR AC'HANOMP DA WELOUT PEGEN MAT EO AR WEZENN ZIWEZHAÑ (GENESIS 2:9 → 1 PÊR 2:24 → DISKULIADUR 2:7).

→ PENAOES E KAS AN EMGLEV NEVEZ AR MEMES GER: PÊR A SKRIV D'AR RE A-VRO-BELL AR GERIOÙ END-EEUN A GANE DAVID — PELLAIT DIOUZH AN DROUG, HA GRAIT AR MAD (PSALM 34:14 → 1 PÊR 3:11). N'EO KET BET CHEÑCHET AR GOURC'HEMENN BSKOAZH. MET AN EMGLEV NEVEZ A OUZHPENN NERZH, RAK DOUE EN DEUS EOULIET JEZUZ A NAZARED, HAG A YAE EN-DRO O OBER AR MAD (OBEROÙ 10:38).

PENAOES EZ EO POUEZUS AR GERIOÙ: "DISENTIDIGEZH" E ROMANIZ 5:19 A ZO PARAKOE (G3876, DISENTIDIGEZH), UR FAZI KLEVET; "SENTIDIGEZH" A ZO HYPAKOE (G5218, SENTIDIGEZH), UR SELAOU HAG A BLIJ. AR C'HOUEZHAÑ A ZEUS DRE AR SKOUARN, HA KEMENT-SE A C'HOARVEZ IVEZ GANT AR FEIZ (ROMANIZ 10:17). HAG AR GALON SKIANTEK E 1 ROUANTELEZH 3:9 A ZO, EN HEBRAEG, UR GALON SELAOUK, SHAMA (H8085, SELAOU).

→ PENAOES E STOK KEMENT-MAÑ OUZH AR YUZEVEZ HAG AR JENTIL: AOZET 10:38 A OA BET PREZEGET E TI KORNELIUS, UR JENTIL. HA DELIOÙ GWEZ AR VUHEZ A ZO EVIT YAC'HAAT AR C'HENEDLOÙ (DISKULIADUR 22:2). EN HOLL GENEL, AN HINI A ZOUJAÑ DEZHAÑ HAG A RA AR PEZH A ZO REIZH A ZO DEGEMERET GANTAÑ (AOZET 10:35).

PENAOES E TALVEZ AN DRA-SE EVIDOC'H: AMPROUIT PEP TRA; DALC'HIT OUZH AR PEZH A ZO MAT (1 TESALONIZ 5:21). AR SKIANTOÙ A ZO DRESKET DRE IMPLIJ (HEBREIZ 5:14). BEZIT OBEROURIEN AR GER, HA KET SELAOUERIEN HEPKEN (JAKEZ 1:22), HAG AR VARNEDIGEZH A GRESK.

SETU AR PEZH A DALV KEMENT-MAÑ EVIT AN ETERNITE: AR PEZH A VOE KOLLET DRE ZEBRIÑ A VEZ ROET EN-DRO DRE ZEBRIÑ. D'AN HINI A DREC'H E ROIO AR GWIR DA ZEBRIÑ EUS GWEZ AR VUHEZ (DISKULIADUR 2:7). DISTROIT DIOUZH AN DROUG, HA GRIT AR MAD, HAG E CHOMOT DA VIKEN (SALM 37:27).

UN TRO-BIHAN: SALM 34 A LAVAR, TAÑVAIT HA GWELIT MAT EO AN AOTROU (SALM 34:8), A-RAOK M'EN LAVAR, EN EM ZISTROIT DIOUZH AN DROUG, HA GRIT VAT (SALM 34:14). AR GENOU EN DEUS TAÑVAET AR MAD EN DEUS UR BARNER NEVEZ EUS AN DROUG. HEUILHIT AN DEBRIÑ DRE AL LEVR A-BEZH: GENESIZ 3:12 → SALM 34:8 → YANN 6:51 → DISKULIADUR 2:7.

→ **DISKULIADUR POSUPL: AR WEZENN MA TOUGAS HOR PEC'HEDOÙ WARNI (1 PÊR 2:24) HAG AR WEZENN BUHEZ (DISKULIADENN 2:7; 22:2) A ZO AR MEMES GER GRESIANEK, XYLON (G3586, GWEZENN). [GWERSEDD KEMMASKET A-GENEIL — NEBEUT GWERS A LAVAR SE E-UNAN] (VA SOÑJOÙ PERSONEL — WAR UN WEZENN, AN DROUG EN EM ZISPIGNAS WAR AR MAD, HAG E KOLLAS. ADALEK AR WEZENN-SE, DIGOR EO AN HENT D'AR WEZENN ALL. UR WEZENN A GEMERAS AR MARV EVIDOMP, EVIT MA C'HALLFE AR WEZENN ALL REIÑ AR VUHEZ DEOMP.)**

PETRA A RANKIT OBER EVIT BEZAÑ SALVET?

Sellit ouzh hor studi Bibl — "Petra a rankan ober evit bezañ salvet"

SOURCES & CREDITS

Scripture: Breton Gospels (Public Domain) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).